



Miz Even 2010

Priziadenn

Évaluation de breton
Live / Niveau B1

Anv :

Kevredigezh :



Miz Even 2010

Evaluation de breton Niveau B1

Selaou / Ecouter

Selaouit ar c'hemennadennoù enrollet ha respontit d'ar goulennoù

I.- Komprenidigezh hollek / Compréhension globale

1	Pet kemennadenn ho peus klevet ? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
2	De quel(s) sujet(s) est-il question ? <input type="checkbox"/> Agriculture <input type="checkbox"/> Faits divers <input type="checkbox"/> Economie, coût de la vie <input type="checkbox"/> Politique <input type="checkbox"/> Manifestations culturelles <input type="checkbox"/> Loisirs et week-end

II. - Komprenidigezh dre ar munut / Compréhension détaillée

Lodenn gentañ

3	Ar gwallzarvoud a zo arruet <input type="checkbox"/> e Bucaresti <input type="checkbox"/> tost da Gemperle <input type="checkbox"/> tost da Gemper
4	Bleniour ar c'hamion a zo <input type="checkbox"/> Breizhad <input type="checkbox"/> Bucarestad <input type="checkbox"/> Brestad <input type="checkbox"/> Slovakiad
5	Bleud laezh a oa e-barzh ar c'hamion. Pet tonellad ? <input type="checkbox"/> 40 tonellad <input type="checkbox"/> 22 donellad <input type="checkbox"/> 20 tonellad <input type="checkbox"/> 30 tonellad
6	L'expression « <i>stanket an daou du ag an hent</i> » signifie... <input type="checkbox"/> rouler à gauche <input type="checkbox"/> zigzaguer sur la route <input type="checkbox"/> rouler à contre-sens <input type="checkbox"/> bloquer toute la circulation

II. - Komprenidigezh dre ar munut / Compréhension détaillée

Lodenn gentañ (suite)

7	<p>L'accident fut spectaculaire ...</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> et coûta la vie à deux personnes<input type="checkbox"/> mais n'eut, miraculeusement, aucune conséquence<input type="checkbox"/> mais ne se solda que par des dégâts matériels et un blocage de circulation<input type="checkbox"/> et conduisit à l'arrestation du chauffeur qui s'était endormi au volant
8	<p>Pour les enquêteurs, la cause de l'accident est ...</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> une rafale de vent qui a déstabilisé le camion en passant sur le pont<input type="checkbox"/> une perte de conscience du chauffeur au volant, faute de repos suffisant<input type="checkbox"/> le mauvais état du véhicule

Eil lodenn

9	<p>Il est ici question</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> de l'interdiction de fumer dans les lieux publics<input type="checkbox"/> de l'augmentation de 10 % du prix des cigarettes<input type="checkbox"/> de l'annonce que le prix minimum d'un paquet de cigarettes est passé à 5 euros
10	<p>Selon les fumeurs eux-mêmes, cette augmentation :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> va faire baisser de 10 % au moins le nombre de fumeurs<input type="checkbox"/> n'aura aucune conséquence sur la consommation de tabac<input type="checkbox"/> augmentera de 6 % les recettes de l'impôt indirect

Trede lodenn

11	<p>Le salon du livre de la jeunesse qui s'est tenu à Kastellin</p> <p><input type="checkbox"/> a connu autant de succès qu'en 2009</p> <p><input type="checkbox"/> a connu une très nette désaffection du public par rapport à 2009</p> <p><input type="checkbox"/> a connu plus de succès encore avec plus de 3000 visiteurs</p>
12	<p>Le résultat conduit les organisateurs à faire part de leur intention</p> <p><input type="checkbox"/> de reconduire le salon l'an prochain, en 2011</p> <p><input type="checkbox"/> d'envisager seulement la possibilité d'un prochain salon en 2012</p> <p><input type="checkbox"/> de démettre leur président de ses fonctions</p>
13	<p>Le prix du meilleur roman pour la jeunesse à été attribué au cours du salon. Parmi les matériaux donnés ci-dessous, vous trouverez de quoi compléter la fiche.</p> <p><i>Per ar Bihan - An Houad - Ar gouel marzhus - Ronan Blanchard - Konk-Kerne - Ar pellgomz marzhus - An Here - Embannerien Breizh - René Blanchard - Gwened - Ar berzh marzhus</i></p> <div data-bbox="475 1055 1185 1624" style="border: 1px solid black; background-color: #fff9c4; padding: 10px;"><p>Titre du roman :</p><p>Auteur :</p><p>Nom de l'éditeur :</p><p>Adresse de l'éditeur :</p></div>